



Devezh Eskemm - 20 a viz Du 2021
Journée d'échanges - 20 novembre 2021

Skolaj-lise Diwan ar Mor-bihan
13, straed Michel-de-Montaigne, Gwened
13, rue Michel-de-Montaigne, Vannes

9^h30 - 10 h : kafe degemer / café d'accueil

10^h / 10 h : Emvod hollek d'ar mintin – Plénière le matin

- Keleier ar rouedad : Kovid, stourmoù, stad an traoù
Actualités du réseau : Covid, luttes, où en est-on ?
- Diwan a-benn daou vloaz : degas da soñj mennad ar c'hendalc'h. Eskemm en-dro da balioù diorren. Diwan dans deux ans : retour sur la motion du congrès. Echange sur les perspectives.
- Speed dating ar skolioù hag ar verourien dave / Speed dating des écoles et des référents

12^h 30 / 12h30 Pred /repas

**13^h30 / 13h30 : Strolladoù labour kentañ hag eil derez
travail en ateliers mixtes primaires et secondaires**

1. Darempredoù skipailhoù pedagogel/kevredigezhel/familhoù, penaos kazeal en un doare seder evit mat ar skol ?
relations équipes pédagogiques/équipes associatives/familles, comment communiquer sereinement pour le bon fonctionnement des établissements
2. Penaos kelaouiñ mat endro d'e skol ? Penaos displegañ ar soubidigezh ? Comment communiquer positivement autour de son école ? Eviter les pièges ! Comment expliquer l'immersion ?
3. Merañ an implijidi : skouer Ecotime / gestion des emplois du temps des salariés des écoles, l'exemple de Ecotime
4. Merañ ar skolioù, penaos disammañ ar c'hevredigezhioù ? Gestion des écoles, comment soulager les responsables associatifs ? Organisation collégiale, gestion professionnalisée, mutualisation ?...

15^h30 / 15h 30 : rentaoù kont a-stroll /compte-rendus communs

16^h30 / 16h30 : echu / fin

Kemeret vo ar frejoù hent e karg gant ma vo leuniet ur fichenn roet d'an deiz-mañ. Gellout ar raio ar frejoù bezañ restaolet pe roet da Diwan, ar pezh a c'hello degas un digresk war an tailhoù.

Les frais de déplacements seront pris en charge en remplissant une fiche disponible le jour-même. Les frais pourront être remboursés ou peuvent être cédés au réseau et peuvent donner lieu à une réduction d'impôts.